

Hoe gecoeft g'heen quaderat, vergot all' uere volduyng,  
 't' o bet en pleu'w ge, dignes' hou'lié gres' frans.  
 Gout ordain leu'coit, gontoumouyt ouz' leue  
 't' il monanteley frans, glooi'k'or p'cess'p'atis:  
 't' gromps oll' giu' frans'is'ien h'c' u'ndet a galou,  
 Ha' wa' verius' b'c'v'et en p'rech, en union!

---

### Gemeridigner

Fort Sainct-yan-d'Ulloa, en Mexiq (Perce).

Nar'ud: Deboujant déch', vadoue, jaunes.

't' ette eur briouys adare haer a roje da' gompreu  
 Panos metue n'el resistee over' evraats' ar' frans'is'ien.  
 Et b'cas' aroc, en const'utiv', e ch'ouezet ar' victoar,  
 Haer b'rieu, en sainct-yan-d'Ulloa, e u'ar' ch'as' c'g'uet a'ch'los.  
 D'ke eur l'orfe' ar' ch'ouez'plie, gounamawat ar' Mexiq,

B're gaer, jini' q' situet en contre un Ameriq,

E d'oa manget d'ar' frans'is'ien u'ar' establis'el:

Un l'orfe' a u'ar' eiz' bras; mes a ranc' b'ga'p'reat.

Non rive, seur a sealde', just ha' c'g'uet a gourach,  
 A ch'ouez' satisfaction over' eur hevel'p' oubaech,  
 Pe' utra'ment en devije heymarie farct der bleya  
 D'ea' u'ar' eiz' Deince's' armes, herewse i'heit en p'le' too.

133  
Astericaut d'auantua nadijnt vénus respout,  
Hac goudt u uyt, ne vondt, ne vondt geal delit o chent;  
Abes houroue uit ibre voijis dienq u goot duclimantchon,  
Et ordenee dont rachet l'armie heys manq a valimantchon.

Neuederre d'cheinonadi autre amiral Vendin,  
Pekini a venio erret eendre an offert des fîs,  
An escoedren nem bent gant heest en Mexiq gengent neige,  
Hore a rayas gerut habiledes ar valimantchon ore.

Lur chabilen leste noe casset rachet des quaes Medice  
Hoit ree wezou hon reue, bu-coort ar respout ato;  
Ar gencem, leun a fuque, niscoptas get anze,  
Abes hon armie niam bresorres erit ar gombat neige,  
Ar pavillon a zo hincet erit signal ar gombat,  
ar valimantchon nem d'yses des poulenutien erud;  
Mab hon reue, ar Prince Joachim, a gombat gant eyle waillor,  
Hac a ra en em admirer eesa oll sonderrot France.

Ar forbanet, plo deus sautet ar vouljeou a comeza,  
a zo plaidet a diouscouarr, qen na gredent nui temez  
Abes an andor a voor qer brasen hon oll brezelberien,  
Na elle get an amiral dont d'o arrele a greun.

189

Ahars peccat heur haralash, ne militement l'istand  
 Ynul ari vaude dore, ar bonheur a cayre met sun dileust.  
 Si j'ais bouleld, tri-dant n'yaunt bombe a douell da yestrijce.  
 In eur pèçan horveel meubel van fort de saint-yean-d'Ulloa.  
 Ar valire Dameur ar gues ne nige ne pessan abet.  
 Remet van testut ar Prince, prinsel, plemi ne sponse qet.  
 Eure voleed en e gauysr menees a fraill opment veue enie,  
 Ha geant a doce, en eur chwaerlin, e galied an enie.

Ar Mexicanet a choulen neuge nchie en tari;  
 An amiral en accordes, mes gousande yant calq gran;  
 Cass a eure da vera-cruz, da orden d'ouït le rente  
 Arz an tol eur aegheur gant ha fort saint-yean-d'Ulloa.

Rafin, oblijet da Sina, e renjont donet, sinua,  
 Da rente eur fort plemi ne ve gement bisevres:  
 Peder heur zo bot suffisant d'an horroel sura tirane,  
 Ewt Oscar ha revine eur fort seen a orogame.

Pivie a biceo an oll fréjor? eleat, Mexicanis!  
 J'est en dé dont da rigousta hon t'as been a vaillante,  
 An amiral Barudin en dees yret néege arraumant  
 Moi reueje ar Mexicanis paes oll baresmarichant  
 Enor he gloar na veant gant an oll d'an amiral,

17<sup>o</sup>

Hoe iuu. Sint Brueg x joniwil, heres grocante hie leet;  
 Al manen gheest xer waine. Den oeffendre grumballe.  
 Duiden port n vrech-yen. D'Ulla endeney menwraet-de.

---

*Cochison an Amourwistet,  
 Dediet die our godisseez.  
 vanun tonancien .*

Ma-vijen bet portajel demens an elocene,  
 A bosteide Apollen, gant calzeus x brudene,  
 Ob' em bise grêle eur reglen merget gant na daelou,  
 Demens ar gant blaneden x brezi d'am deyou.

Brennen zo nebeut auzer e voen bet reysset  
 Gant charmou eur femelen, rouanez ar queuet;  
 Dre artificiou Venus, rouanes ar yaouangis,  
 Er è deut d'un jenissa dre ar brassa supplic.

Goneete voa va chalon gant an amourwistet;  
 Gant ar cheea chademoue voen prest seisset  
 nos ha de ar supplicioi, er brassa loermannathou,  
 Dororet ha consumet gant ardor ar flamou.